

AR ROUE GRALON A KER IS

« A ba-où m'eo heuzet ker Is
a Neus kui eavez par da Bariz. »

En Escopil Kerne, e lec'h ema brema mór Douarnenez, e voa guechal eur guer vrás meurbet, hanvet Is.

Eur voguer ledan achuel, gant schlujon houarn he difenne deus ar mór. Er gaeor-ze ne velet, e louez an dud pinvidic nemet dizurs, goail exempl a fallagriez. Gralon, pehini a chome neuze en Is, a voa Roue Breiz-Izel, Bet-e voa brezeller en e iaouanquis, a rust en andret e zujidi ; mæs en he gosni, sclerijennet dre er feiz christen, e teus da vezan douç, evel eun oan. Hirvoudi a re aliez var dizurson Is, a var a vuez dirollet a rene e verc'h ar brînces Alhès gant un nob'ans iaouanq a guer, a deus ar vro hanvet, hirio, Kær-Ahès, pehini a voa dez a leve.

En amzer-ze, ive, e oa en Breiz-Izel, daou abostol zantel, daou vignon da Zoue Sant-Caourentin, kenta Eskop a Guemper, a Sant-Guenole (1), kentis abad a Landevennec ; aliez ho devoa prezeguet ar feiz er guer a Is, a gourdrouzet ar Roue Gralon, abalamour d'an droog-obero, d'an torfejou a d'an injustiçoù a ret, bemdez, e pales e verc'h iaouanq ; mes goab a ret anezo, ac ar Iloue, semplet dre an oad, nen devoa mui a c'haloud avoalc'h evit arreti dizurzou ker bras.

Doue a skouzas, er fin, o velet Is caledet en e fec'hejou, ac a roas da anaout da Ael Breiz-Izel, e vignon Guenole, penos, eb dale pell, ar guer gær-ze, a vije heuzet gant ar mór. Ker-kent, Guenole a bignas voar e varc'h, ac a rëdas da guer Is, o sonjal c'hoas disarmikoler Done. Mæs tremenete voa an amzer a druez. P'a en em gavas an abad santel, var dro anter-noz, schlujon Is a voa digor, ac ar mór a c'brose spountus, o tiroillai var an dud, an tier ac ar palechou. Guenole ne alias savetei nemet Gralon eb ken, deus a behiod e veler c'hoas roudou treid ar marc'h e roc'h Garrek.

Ahès, merc'h fall ar Roue, kiriek a revin Is, a voe troet e Muri-Morgan, anter maouez ac anter pesk. Pa bar al loar, he c'blever c'hoas aliez o cana, var mór Douarnenez, a uz revinou ar guer veuzet. He daoulagad a zo evel diou stereden, he bleo evel an aour, he gouzoug ac he diou vrón ken guen ac an erc'h, ac e mouez melodius a laka da gouskat dœ e chalmou evelze martolodet ar vro, ractal m'he c'hlevont, a lavsr entrezo gant spouron : « Tee'homp. Ahès a zo savet deus he phalès, * ar quall amzer na ma ket pell, a ma taleomp, e vezimp tolet, * kousket var ar rebyer. »

Ker Is ne nn mui evel Sodôme, Gômor a Babilon ; ac hirio ar mor a ruill dreist he fen.

Da zao-eol, Gralon, o veza pignet, gant Guenole, var lein Nene-Hom, a dolas, ac'hane, eur zell troneuz var e lerc'h : Mæs ellec'h ma edo ar guer gær Is, ne velas mui nemet mór

(1) Guen-all-z, Oll-z-Guen. (Il est tout blanc) hauvet evel-zo gant e van, ar Santez Ven, abalamour ma ca eur buguel koant a fur, Sant Guenole, dre e verbifizion, en deus merilet an hago eur a Ael Breiz-Izel (l'Ange de la Bretagne).

Douarnenez, ac e kouezas d'an daoulin eyt trugarezat Doue
ac ar Verches du veza savelet e suer.

Pa savas diwar e zaoulin, e velas dindan an heol, o loguerni,
Ru-men-golou, pe *Men-ru-ar-Golou*, var pebini e vije sacrificet,
Iud veo, e bob mis, sur buguel bian c'hoas eus ar vrón. Neuse,
benzet en hezagliou, ac e zaoulgad savelet e trezack an En, e
lavaras d'he vignon santelet.

* Var ar men ru zont, consacret da eun-Doue-barban mea-
-rat sevel eun iliz daer d'ar Verches, ac el leac'h ma skuillic
-ur goad daffentates, e skuilloù Mamar guir Done-he gragouï
-var Breiz-Izel.

Grañon a zalc'hast mañ de bromissa, a beleyenjar Bayanez
o veza em eñ revollet, pa veljont dispen templ an Doue-feso
Teutates, ar Roho christén ho zochus e keveri Argel, o pomañ
Vretonnet convertisset.

Gonde bezo grët e beden, var Men-Hom, ar Rose, Grañon
a heuillas Guenole da abaty Landevennec, savelet goustus, eun
neubeut blaveziou kentoc'h. Diarog kement ze, en deven
c'hoas roet e baës, en Kemper, da Sant Caouennix, pebini
en devoa loret el naon dezan a de compagninez gant even-
tam d'eu helle besk bian. El plañ ar palès-ze, e ma begaolles
caer cathedral Kemper.

Grañon a dremenais, e Landevennec, ar rest eus eñ uenz
eur binijent galet, qualies e zegant e vignoù ker da Remengol,
da pedi evit e hobl, an Itron-Maria-Romed-Oll. Beza en doxoan
an eur d'he guelet brullet burzou pevar a horn Breiz-Izel
o vroñ etre diuech, Sant Guéhou e Landevennec, e recod-
mante e ehe da Zone, en eut laval gant libans sic ab eur
-rid. Añ d'ezig eñ Itron Maria Remengol.

Micid ouzou na zin da gall. *
Chouezo kant vlois a zo, a haoue, mui eñ alaro Grañon, ac
ar Vretonnet, perz zo, hepred, tñb-a-feiz, ne a galon, bu deus
c'hoas isboj, eus ho eous doz, tu eus e vignoù Sant Guenole.
Mais ma eñ hauezen guelloch histor ho tro-gaën, pasbosi da-
zit an Drindel, da lardon bras Remengol, a pa veion mér
Douarnenez, Men-Hom, Landevennec, tourhuel lili mirnealns
an Itron-Maria-Romed-Oll, a lizarsent an da Ciongenn ho daonda-
gal, en eur valé gant respect, var douar ar Sant ac ar Rohane
rouivraou, a Bras añ horzandou a zo bet, oñd añ
oñd añ, ushant Rhuys añ amzer deemenet!... añ añ
a Bras iweñg burzudou ar râc'hás, hiniou, ag Itron Maria Re-
mengol, en andret eo oñl Vretonnet, ac ispioc'h en andret
ar Peterineta d'eu, belide, d'heugnelet, alies eus a bellibro, a
estriñezo diarob'hem a e confio qoñedou.

Añ vinojet dilezet, ha cintanezet paour ar beocien nons,
sourdardet Breiz-Izel, e creis tan ar brezel, ar variholadha vari
ar mõbrass eñofot, un oñl dud a filiget a gons, a galos ocl'a
speret, darn en ho foanniou, darn eñ dangeriou, darn alien
dizesper, a darn y d'eu, var goselù ar marou d'eu deus sonj eus
ho man dous a mad, ab allies e leveron desjegant, cadañet a
gant felang en he galloud, ho su he maledez eun d'ouïo ent.

* Itron Maria Remengol, patronet Breiz-Izel.

* Pedi evidomp, hñio a pa rankimp mervel.

* Pedi evit Breiz-Izel, evit ar Vretonnet.

* Ho deus ho caret, ho car, ac ho caro bepel.

GUERS

AR ROUE GRALON A KÆR IS

Var ton : *Judic ac Holofernff* ; pe var ton : *Bocen Elliant*

Petra zo neve a ker Is
 M'ar de ken drant ar iaouankis,
 A m'ar glevanidribinioù,
 Ar bombard ac las telenoù.
 N'eus e kær Is nevra neve;
 Rac ar festou-ma 've bennide,
 N'eus e kær Is nemet trionn edz,
 Rac ar festou-ma 've bennide.
 Bejennou d'neis zo diyaneit
 E zor an ilizou serret
 A, var ar beffren o voen,
 E losker ar emez d'ho draffla.
 D'ho c'hdezek vln, an eil verchent
 N'ho deus Doue met ar pec'hent
 A, da aber be gurunen
 E roont ho c'hiaer rosen.
 Ahès, mère h ar Roue Gralon,
 Tan an ifem en he gralon,
 Er pen-kentu deus an dirroll
 A drein, d'he c'heul ar gær da goll.
 Sant Guenole, gant kalonad,
 So bel m'eur vech enkhou h'ez zad,
 A, gant daelion an den Doue
 En eus lavarou d'an Roue :
 • Gralon, Gralon, laka eves,
 • D'an dizubzon a-tén Ahès,
 • Rac iwenet ve an amzer
 • Pa skuillo Doue e geler.
 • El lec'h m'a voa c'hoarzadek kent,
 • E vo neuze scrighadek dehet,
 • El lec'h m'a voa kanoeennou,
 • Ep've neuze scrijadennou!
 Ac ar roue sur, spouronet,
 E verch en deus bet kalennet:
 Mæs diskaret dre ar gosni,
 N'eus mui a ners da stourm outi,

— 4 —

A, skuis gant rebeebou he zad,
Evit m'ont d'eus he zaoulagad,
Hi deus gret, gant droug sperejon,
Eur palès caér tost d'ar sceluou.

Eno, gant he amourouchen,
E ma fenos an abaden,
Eno, en aour ac er perles,
Evel an heol, e par Ahès...

II

* Plijadur dec'h er palès-man,
* Merc'hed chentil a potret skan,
* Plijadur dec'h a nosvez gron,
Eme eur Prinç en eur antren,

Ar Prinç a zougue dillat ru,
E varo e voa hir a du,
He oll izili a verve,
Ac e zaoulagada zeve

Ra viot deut mad estranjour,
Eme Ahès gant eur bek flour,
Ia, ra viot deut ar guella,
M'ar c'hanveit an traou falla.

Neuze em bo digomer mad,
A respontas an divroad :
Rac me er fall zo ken disket
Ac an ini n'eus e c'hrouet.

A kerkent Ahès d'er pidi
Da ober eun dro zanç ganti,
Ac an oll, a eneb Doue,
Goassan ma c'haillet a doue.

Pa voa d'an abaden-ze fin,
Danser Ahès, en eur c'hoarzin,
Ac en eur zevel he ziou skoa,
A lavaras : « n'ouzoc'h netra !... »

Kerc'hit din-me deus a gær Is
Verseillou santel an Ilis,
Kerc'hit croas ha crucifiet
Eun hosti sacr, ac e velfet !...

Ahès a respontas timad :
Cavet, vint e chapel va zad,
Rac va zad diot c'hoaz a gred
En trompler ze a Nsareth !...

Tri a redas e ber amzer,
Ac a ziskaras an Auter,
Ac an traon sacr a voe douguet
Entre daouarn du ar pec'het.

Ar Prinç ru, raëtal m'ho gueltas,
Agreis e galon a c'hoarzas,
Ac a lavaras c'hoas ennan :
* Plijadur dec'h er palès-man !...

— 5 —

Da guenta, a doliou botou,
E vrojunas ar vesceillou,
Goude flastras ar grucifi,
Ac e krenchás var an hosti !...

A varne, gant an oll e noas,
En eur gana : « Mallos d'ar groas !!!...
E ras, e seis stum dishenvel,
Dansou ar seis pec'het mervel.

Kerkent ar palès a grenas,
Ac ar c'hurunou a strakas,
Ac, a dreus ho zellou nec'het,
E skoás tân glas al luc'hed.

« N'a c'honi vel, eme ar Prinç ru :
« Me laka Done var e du !... »
Ac e lavarent gant glac'har :
Abès he deus kavet he far !...

III

Pa voa fin dar sacrilejou,
Messager an droug sperejou,
Chomet e eunan er palès,
A dostaas da gâout Ahès :

« Va douçik koant, merc'h da Gralon,
« A muia karet va c'halon,
« A nälzen me ket eneb guis
« Guelet alc'houe sklojou kær Is. »

— « Va zad a zoug en e guerc'hen,
« An alc'houe zôur deus eur chaden,
« A va zad brema zo kousket,
« A kaout an alc'houe n'allan ket. »

Mæs en d'he zreid a 'neum strinkas,
A d'he dornik flour a bokas,
Ac he chalmas dre e zellou
Carguet a dän ac a zaëlou.

IV

Heb goud ar pez a dremene,
Neuse, eur pennad ac'hane,
En e balès, ar Roue kos
A voa kousket e creis an nos.

Kampr paour Gralon ne voa enni,
Netra nemet eur grucifi
Deuet a zorn eur mignon ker,
Sant Caourentin, escop Kemper.

Netra nemet eun Aviel,
Roët c'hoas gant eun den zantel,
Roët dean gant Guenole,
Evel eur mörk a garante.

— 6 —

Kaer en eugosni, valenq, Ah
 E kouske Roue Breizh, E
 Ac, en dro d'elv, e vleu gueñ, E
 A re, dispak, eor gurunen, E
 Neuze, Ahès, ar Brinçes fall,
 Evel pa yuje skoc'h deil, E
 Sioul, en e gampr, dre urz Doue, E
 A deu da lañes an alc'hous, E
 En eur vale, var bek he zroad,
 Ar verc'h a dosta skan d'he zad,
 A goustadik, deus e guere ben,
 E ten, e c'hoarzin, ar chaden, E

V
 Pion a deu dnont gant ar euc
 Pignet var éwen blinkade duvel, E
 Ac en d'an ilou hamp vat e gusin?
 Ken a strink an tan deus ar vein?

Hennes eo messager Doue,
 Digasset en Is-dar Roue,
 Hennes eo abostel ar Feiz,
 Sant Guenole, karet e breiz,

Tostat a raé e haloupat,
 En e zero deo e vaz Abad,
 Ac eur stol aour var e zad ven,
 Ac eur e blec'h tap en dro d'a ben,

N'eir gavetienlor ar pales island
 E pini e kousk tad Ahès,
 Diwar e varc'h an den saintel
 A c'hlav en pos, s voës huet,

• Gralon, Gralon, sao heb dale,
 • Sao evit heuilla Guenole,
 • Sao evit tec'hel deus ar mör,

• Sklujou Ker Is a zo digor!
 Ac ar Roue kos, trubuillet
 Er mes e vele zo saillet:
 • Din-me, din-me, va marc'h prima!...

• Siouas! Peurgollet ar guer-ma!...
 A gant glach'h, e der amzer,
 E kerz da leul e vignon Ker,
 A, var ho lerc'h, en euf hysdal,
 E klevent'ar mör e raujal.

Neuze ar Brinçes dirrollet,
 He amourolis ganti kollet,
 Dre guenols, singlet, aq aq
 A nedev dispaket he bleu,

Mas pa gleo daou lamp ar c'hezek
 A tanng an nion estiende krog
 Dre al luc'hed, gant nec'h ammanant,
 E c'hanye beczad ac ar zank,

— 7 —

« Va zad, va zad, ma en C'harit,
 « Var ho marc'le skau m'a c'homérit:
 Ac, eb respond, au fad tener
 A zav e Verc'h var en tailler,

Kerkent a mör a vñanno,
 A Guenole, en eur grena,
 A gri : « Gralon, tõ un diaoul-ze,
 « Divar tailler da hiskape !... »

Kouskonde c'hoas, leun a enkres,
 An tad azale'h ar beo'hres;
 Mæs ar saut a ra sin or gross
 A deu-ac asko gant e vuz,

Kerkent mestres an droug speret,
 A ruill en holliou fularet,
 Ac e cleo tost ar Roue koz,
 Eur c'hoarzin skilf' e creis an noz.

Mæs, rentet skanyoc'b, heb date
 E saill prim da c'heol Guenole,
 Ac e varc'h, gleb e beder dale,
 A lamp deus ar mör en douar.

IV

Da zao-hagl, ar Saut a Gralon.

A bigne var lein Mene-Hom,
 Pinj, e dreid ebars en trez,

POUR LA DÉPARTEMENT. LE 1999

A c'hane, Roue Breiz-Izel

Var e lerc'h a dolas euzzel :

Mæs, el lec'h Is, gant he dek dor,
 Ne velas mui nemet ar mör.

* Eur goær em boa deus a gaëra
 * A cetâ hi et da netta !...
 A e galon oll a tralles,
 A e zaoulagad a vodlas.

* D'an daoulin, eme Guenole,

* Gralon d'an daoulin ganen-me.
 A gralon, didan e c'hlac'hard
 A goë dan daoulin d'an douar.

Ac eno, dispak er vloeguen, in ed in A
 Ac e dall pleguet er boul tren

E lavare c'hoas ar Roue :

* Ra vo gret bolonte Doue !...

Pa-zavas divar he zaoulin,

Dindan tûn flam heot ar mintin

E velas, a dreuz e zaclou,

E luya Men-ru-ar-goulou.

Var ar men-ze hon tadou kos

A skuille goad d'eun Doue fos,

Ac ar Roue, e ber amzer,

A lavaras d'eo vignon kerz,

— 8 —


- Du-on, e memor a guer Is.
- Me a rai sevel eua Iis.
- Ac, evit testeni d'an oll,
- M'he galvo Iis Remengol (1)

- Pa vo an dueou maro,
- A koët meur a goat dero,
- Eun den, deus ar pevar avel,
- A teuio d'y, pobl Breiz-Izel.

- Rac var dolmen ru deus ar Teutalès,
- Me lakeï da tën ar Verc'hos,
- Ac, evit henori ar Groas,
- E c'hordrenin eur pardon bras.

- Eno, an oll dod affliget
- A gavo d'ho foanniou remed,
- A Silvidiguez d'ho ene,
- Dre c'hraç Mari, guir vam Doue.

- Neuse, mar be sonj a Gralon,
- E vo lavaret a galon :
- Bras ar burzudou a zo bet
- Ebars en amzer dremenet !



Peden ar Roue Gralon.

Itron Varia Remengol,
 Mirit ouzimp na zaimp da goll ;
 Pedit ive, ho mab Jesus,
 Ma vezimp gantan evurus.

— Itron Varia Remengol,
 Chui eo Rouanez ar bed oll,
 Chui eo hor mam, hor Batronès,
 A ni ho meulo da jamès.



(1) Remengol, da lavaret e Remed-oll. Ar Roue Gralon a chenches 'hano payen, Rumengoulou, Ru-men-ar-goulou, pe Men-ru-ar-goulou, en-hano christen a Remengol, d'eus a behini ar batrones, a zo hanvet an Itron-Varia Remed-oll (Notre-Dame du tout remède). Abalamour da burzudou bras a ra bemdez, eno, ar Verc'hos, a baoue amzer ar Roue Gralon, betec hizio.